



Al liorz h hud

Fichenn savet gant Silvenn Koant

Evit piv ?

Adalek ar CE1 en ur sal vras pe er maez

Talvoudegezh ar c'hoari

Anavezout loened, frouezh, legumaj hag ar sifroù.
Bezañ aketus

Mont en-dro ar c'hoari

Ur c'helc'hiad a c'hoarierien azezet.

Dibabet e vez ul liorzhour e-touez anezho. Niverennet e vez an dud all adalek amezeg al liorzhour. miret 'vo an niveroù betek fin ar c'hoari.

Kregiñ a ra al liorzhour en ur lavaret :

« bez ez eus pemp aval em liorz h »

Sevel a ra diouzhtu an niverenn pemp evit lavaret :

« Digarezit ! gwelout a ran seizh aval »

Ken-ha-ken e sav an niverenn seizh evit lavarout :

« Digarezit ! gwelout a ran nav aval »

Sevel a ra an niverenn nav

« Digarezit ! ne welan nemet tri aval »

Pa lavarar un niverenn vrasoc'h e vo lavaret « **digarezit ! gwelout a ran ... aval** » pe « **n'eo ket gwir, gwelout a ran ... aval** », hag evit un niverenn vihanoc'h « **digarezit ! ne welan nemet ... aval** » pe « **n'eo ket gwir ! ne welan nemet ... aval** »

Ma fazi ur c'hoarier e vo ret dezhañ kuitaat al liorz h hud (ar c'helc'h)., ha den ebet ne c'hell gervel e niverenn ken, zoken al liorzhour.

Ma vez galvet gant al liorzhour un den hag a zo e diavaez al liorz h hud, e tistro an den-se er c'hoari evit kemer plas al liorzhour. Neuze e kuita al liorzhour en deus faziet ar c'helc'h. Ma fazi al liorzhour nevez e tistro al liorzhour kozh evit bezañ liorzhour e plas an hini all hag a guita ar c'helc'h en-dro.

Seul gwech ma vez kaset ur c'hoarier er maez eus al liorz h hud e krog al liorzhour en-dro gant anv ul legumaj, ur frouezhenn pe ul loen nevez.

Gallout a ra ur c'hoarier respont « **n'eo ket gwir ! n'eus hini ebet el liorz h.** » Neuze e teu ar c'hoarier da vezañ liorzhour, ha kemer a ra al liorzhour niverenn ar c'hoarier. Ret eo d'al liorzhour nevez kregiñ en-dro gant anv ul legumaj, ur frouezhenn pe ul loen ha n'eo ket bet implijet c'hoazh.

Skarzhet eo al liorzhour ma tibab anv un dra bet implijet dija. Al liorzhour kozh a gemer e blas.

Evezhiadennoù

- _ Tu zo implij ur frazenn skouer all evit aesaat pe diaesaat ar c'hoari
- _ tu zo chom hep aotreañ anvioù loened evit diaesaat ar c'hoari
- _ ret eo diwall ouzh an anvioù dibabet en abeg d'ar c'hemmadurioù
- _ a-raok kregiñ gant ar c'hoari eo ret kemer amzer evit ma vefe komprenet gant an holl
nn.